

CONFERANÇOU

CURIUS,

UTIL HAC INTERESSANT,

COMPOSET EVIT


AMUSAMANT AN DUD DIVAR AR MEAZ,

GANT A.-L.-M. LÉDAN.



E MONTROULEZ,

E ty LÉDAN, e traon ru ar Vur.





CONFERANÇOU CURIUS,

UTIL HAC INTERESSANT.

G. *Gant piou e zeo bet poblet ar bed?*

R. Gant bugale Noë : Sem , Cham ha Japhet.

G. *Pez seurt partach a voe gréz dezo?*

R. Sem en devoe al lodennou eus ar c'hreiz-de eus an Asi ; Cham en devoe an Afriq , ha Japhet an Europ , hac al lodennou nord en Asi.

G. *Pet sqiant natur en deus an den?*

R. Pemp : Ar Güelet , ar G'hélvet , ar Blassa , ar Chuess , hac an Touch.

G. *Piou en deus invantet ar Scritur?*

R. En attribui a rear da Zouc memes , a roas da Voyses an dec Gourc'hemen eus al Lezen , scrifet var diou daul ven Cadmus , roue Thèbes , mab da Agenor , roue Phenici , a zigassas ar Scritur eus a Phenici en Grec , vardo ar bloaves 1617 aroc J.-C.

G. *A bez seurt utilite eo ar Scritur?*

R. N'en deus den na gonven e zeo an utilia eus an oll sqiantchou : beza e zeo ene ar c'hommerc , tablen an amizer dremenet , reglen an hini da zont , ha messager ar sonjesonou. Anfin , ar Scritur a zo un dra necesser d'ar sqiantchou oll , pa zeo güir anes-an ne alset qet agissa

e stat abet eus ar vuez, dreist oll, en ur vrô e pehiné
na never nemet dre ar c'hommerç.

G. Petra eo an Eol?

R. Ur glohin caer meurbet, a so o slêrijenna an
douar, hac an oll gorfou all téval eus ar pez a gompos
ar bed.

G. Petra en deus an Eol a deoder?

R. Beza en deus var dro tri c'hant nontec mil leo,
tost da gant unnec goech brassoc'h eguet hini an douar;
dre betra e veler e zeo brassoc'h an eol vandro ur milion
pêvar c'hant mil goech eguet an douar. Beza e mât pêvar
milion lêo ha trêgont diouzomp.

G. Da betra e servich an Eol?

R. Da sclêrijenna ha da domma an douar, da brodui
ar plant, an anevalet, ha da ober dezo beva ha cresqi.
An Eol a sclêrijenna ar bed abaoe ma zeo crouet, ha
placet eo gant Doue ives quer just evel ma zeo dleet, evit
beza util deomp : rac ma vez huelloc'h, ne alse qet as-
tomma an douar; ma vez izelloc'h, e teufe da c'hrilla
gement so oll. Servicha ra c'hoas da régli buez an dud,
dre an heuriou, an deveziou, ar misiou, ar bloaveziou
hac ar c'hantvejou : anfin, hep an Eol na else den beva.

G. Livirit din hac an Eol a fluch?

R. Goechall e credet e troe an eol endro d'an douar;
mes bremâ e zoar sur e zeo an douar a ra an dro d'an eol.

G. Pegueit e mât al Loar diouzomp?

R. Pemp mil ha pêvar uguent tri c'hant peder lêo
varnuguent peurvuia, rac avichou a vez tostoc'h, hac
avichou pelloc'h : vandro pemp goech varnuguent e zeo
biauoc'h eguet an douar.

G. Pegueit emedi ar Stered eus an douar?

R. N'eus qet gallet er stadudi en ur fêcon sclér; mes
gouzout a rear penos ar re so an tosta, a so, d'an neubeuta
tout, pêvar c'hant mil goech pelloc'h eguet an eol.

G. Petra eo un Eclip Eol?

R. Un Eclip Eol en deus lec'h pa en em gav al Loar etre au Eol hac an Douar.

G. Hac un Eclip Loar?

R. Un Eclip Loar a éru , p'en em gav an Douar etre al Loar hac an Eol.

G. Penos en em form ar Glao?

R. Dre stancadurez ar c'hounabrennou , a so forcest gant an avel, pe an digoridiguez eus an ear, a forc' d'en em unani en bannac'hous, pere en em guev neuze deut da veza re bounner evit en em souten en ear hac a goez en Glao.

G. Petra eo an Erc'h?

R. Un dastumidiguez eus a damouigou scorn , meurhet bian , formet dre calediguez ar c'hounabrennou. An tamouigou scorn-se , ouz en em unani en nombr bras, had en eur lezel entrezo calz a spaç gollô , ne formont nemet pluennouigou scanv a Erc'h , pere a receo eus a bep costez ar sciérijen , hac a harris guen-cann.

G. Penos en em form ar Grizill?

R. En em formi a ra eus tacadennou glao , pere , en ur dremen ebars en ouabrou yen , en em scorn en eur goeza. Evelse ne dlefe james beza brassoc'h eguet an dacadennou glao ; mes mar deo yen aoüalch evit scorn ar bannac'hous dour a rancontr , pe m'en em unan meur a c'hreunen assambles , e teu da veza tevoc'h , hac e form ar greuniou-se , pere a so avichou bras evel ur graouen pe ur vy ; ar pez a so caus peurvuia e ra muioc'h a zroug ar Grizill eguet ar glao , eus a behini ar bannac'hous , elec'h en em unani en eur goeza , so , er c'hontrol , diviset dre ar resistanc eus an ear.

G. Petra eo ar Gurun?

R. Ar Gurun a so ur vogueden , pehini o veza ranfermet en ur gouabren , a sco gant nerz ar gouabren-sez al luc'heden a baris aroc ar gurun , a deu deus ar stocaden,

pehini a anflam ar vogueden-se. Ar foultr, pehini eo ar vogueden-se anflamet, o tont anfin da grevi ha da zifframma ar gouabren, dre an oll effortchou a ra, a fraill hac a zistruch oll qement a rancontr.

G. *E pet qevren e tiviser ar bed?*

R. E pemp: an Europ, an Asi, an Afriq, an Ameriq, hac an Oceani.

G. *Gant piou e zeo bet disoloet an Ameriq?*

R. Gant Christoph Colomb, naviguer brudet bras eus a Gén, en Itali, er blos 1492.

G. *Pehini eo ar vrassa eus ar beder guevren-se eus ar bed, hac e pehini en em gav ar muia a aour hac a arc'hant?*

R. An Ameriq.

G. *Pehini eo ar binvidiga e froueziou an douar?*

R. An Asi : hi eo a fournis ar spiceres, ar mein hac ar plant precius, ha calz a draou all.

G. *E pehini eus anezo e santer ar brassa tomder?*

R. En Afriq, brô ar vaurianed.

G. *Pehini eo ar muia poblet, hac e pehini e zeo ar sqiantchou ar muia soignet?*

R. An Europ, ar bianna eus anezo, mes ar gaera hac an interessanta. Enni en em gav ar greizen eus an deadeuez, ar bividiguez, al lezennou, ar sqiantchou hac ar c'hommerç.

G. *Penos e hanver ar pévar gostez eus ar bed?*

R. Ar Chreiz-dez, an Nord, ar Sav-Eol, hac ar Chus-Eol.

G. *Penos gouzout al lec'h m'en em gaver?*

R. Ne zeus nemet trei ar c'hein d'ar sav-eol; neuze zeus a gleiz ar c'hereiz-dez, a deo an nord, adrec ar sav-eol, ha dirac ar c'hus-eol.

G. *Penos e hanver an Avelou a c'hoez eus ar pévar gostez-se?*

R. O henvel a r r er memes renq : Avel Su , Avel Nord , Avel Reter , hac Avel Gornaucq .

G. Petra eo ar M r ?

R. Ur vrasder divusul , goloet a zour c'ho ro ha sall .

G. Perac eo sall ha c'ho ro an dour m r ?

R. Dre gombin son meura vatier , eus a bere e zeo an haulen al loden principal , hac a deu a fong ar m r meimes , gant re-all digasset gant ar rivierou vras en em dol ebars , hac ives c'hoas ar re a zorti eus a voren an douar .

G. Penos e tiviser an amzer ?

R. Dre ganvet , dre vloas ha dre vis .

G. P t deves en deus peb Mis ?

R. Guenveur en deus 31 ; Chuevrer , 28 pe 29 , hervez ma vez ar bloaves ; Meurs , 31 ; Ebrel , 30 ; Mae , 31 ; Even , 30 ; Gouere , 31 ; Eost , 31 ; Guengolo , 30 ; Here , 31 ; Du , 50 ; ha querzu , 31 .

G. Petra a hanver bloaves ordinal , pe biseost ?

R. Ar bloaves ordinal e deus 365 devez , hac ar bloaves biseost 366 : erruout a ra bep p var bloas .

G. En ped loden e tiviser ar Bloa ?

R. En peder : an Nevez-Amzer , an H n , an Discar-Amzer , hac ar Gou n .

G. P eur e comman ont-ii ?

R. Ar guenta a gomman  an 21 pe an 22 a veurs , an cilvet , an 20 pe an 21 a even ; an drivet , an 20 pe an 21 a Voengolo , hac ar bedervet , an 20 pe an 21 a Guerzu : tri mis en deus peb s son .

G. Petra a ell ar Bed da gaout a vrasder ?

R. Ar Bed en deus nao mil l o dro ; ha ma vez ellek toulla an douar dindan hon treid , e vez ret ober un toull a b var mil pemp cant l o : neuze e vez cavet en tu-all tud hac o deus o zreid ous hon re-ni , rac an douar o veza rond , en em gav habitet a bep costez .

G. Comzit din brem  eus a un invantion benac .

R. An Tan a voe ar chenta tra a zizoloas an dud. Plos ha Plox, mibien Acon, eus ar c'hoec'hvet generation, o veza o pourmen var bord ur forest vras, e teuas un tempest qen horrubl, ma scòe an eil guezen eus eben, hac e crogas an tan e meur a hini, dre nerz ar frottamant. Plos ha Plox, pere n'o devoa guelet biscoas tam tan, a zonjas e voa se ur bunition abeurs Doue, hac e redjont en eur voela da lavarat d'o zad ar pez o devoa guelet. Acon a yeas ganto var ar plaç, e pelec'h na gavjont nemet glaou maro, mes pere a voa tom. Dre un inspiration a Zone, e lavaras d'e vugale qemer daou dam coad see'h, hac o frotta stard an eil eus eguale : en ober a rejont, ha qerqent o devoe tan.

Er bлоa 150 eus ar bed, Jubal a invantas ar fêçon da ober tantennou evit en em loja. Tubald-Caïn a invantas ar fêçon da forgi hostillou houarn. Naambleur, e c'hoar, a invantas ar fêçon da neza ha da ober lien.

Er bлоa 139, Caïn a gonstruas ar guenta kear, pehini abanyas Enochia.

Dagon a invantas ar fêçon da hada ar greun, ha da ober an alazr.

Er bлоa 2178, an Athenianet a invantas ar voyen da labourat ar gloan ha d'en em servicha eus a heaul. Mysor, o pourmen var bord ar môr, a zastumas un nebeut ecumen, ha goude er beza tànvêt, e laqas ober haulen.

Qenta marc'h a zougas houarnou, a voe hini Childeric, roué a Franc, er bлоa 482.

Er bлоa 515 e voe construet arc'henta Melinou e Franc.

Er bлоa 830, an Holandisien a invantas an horolachou.

Ar C'hlêyer a voe implijet e Franc, vardro ar bлоa 950, invantet tost da Rom, vardro ar bлоa 400.

Er bлоa 1400, Yan Guttemberg, soudard allamant, a invantas an Imprimeri.

Pell goude, ur manac'h a invantas ar Poultr,

Er bлоa 1654, Charles IX, roue a Franç, a ordrenas ma commandе ar bлоa ar c'henta deves a vis Guenveur: aroc e commandе vardro Pasq.

Ar c'harcul decimal, ar poezиou hac ar muzuriou nevez a zo ive un invention ar gaera. Nac a boan o devoа ar scolaerien gu z goechal, o tesqi carcu i dre diner, dre goennec ha dre livr! Brem  ne zeus nemet *francou* ha * antimou*, f con meurbet  zet da gareuli, hac adoptet gant an darn-vuia eus ar rouantelezou all. Ar poesiou hac ar muzuriou coz, a chenche casi e peh pares a Franç: brem  ar poesiou hac ar muzuriou nevez a vezо hivizigen ingal dre Franç oll.

G. Comzit din eus a Franç.

R. Ar Franç a so diviset hiryo en 86 Departament, 573 Arrondissamant, 2719 Canton, ha 59,581 Commun. En hirdet e deveus 250 l o, hac en ledandet 245. Beza e deus daou ha tr gont milion a bopulation, 67 regimant infantiri a lignen, 21 regimant infantiri scanv, 2 regimant Carabinierrien, 10 regimant Culas-serrien, 12 regimant Dragonet, 8 regimant Lancerien, 14 regimant Chasserrien, 6 regimant Huzardet, 14 regimant Canonnierrien, 3 regimant eus ar Geni, 1 bataillon Pontonniерrien, 6 escadron Tr n artilliri; beza e zeus ouspen, 51 Lestr a lignen, 63 Fregaden, 108 Corvetten, brickou bras, gabaret, 45 brickou bian, goaletennou ha batimanchou bian flotill, 31 bagou vapour. Total 347 batimant.

G. Lavarit din iverz un dra eus ar Francisiens.

R. Ar Francisiens so laouen ha hentabl. Carout a reont calz an oll sqiantchou hac ar brezel; beza e zint speredus, g uziec, ingenius, soudardet calonec ha gracius.

G. Despeignit din Paris un nebeut.

R. Paris e deus 10 l o dr , ha tost da ziou l o a hirdet, var unan a ledandet. Beza e deus ouspen eiz cant

mil habitant Er guær-ze e zeus 1106 Ru., 120 Ru-dall,
 41 Pourmenaden, 75 Placen, 12 Pors-rivier, 29 Qæ,
 14 Pont, 42 Cohi ha Placen-marc'hand, 33 Feunteun,
 ouspen 30,000 Dy; enfin, Capital Franç eo, hac unan-
 eus ar gaera a zo er bed.

G. Hunvit ar Rouantelezou principal eus an Europ.

*R. Bro-Saus, ar Russi Europ, ar Suèd, an Autrich,
 ar Pruss, ar Franc, Naples, ar Spagn, ar Portugal, an
 Turqi Europ, hac ar Belgiq.*

G. Petra eo bividiguez ar Russianet?

*R. E general e zint grossier, ignorant ha sauvach e
 meur a brovinc, hac eu darn-all e tisquezon beza civil,
 vaillant, speredus hac ingenius.*

G. Petra a leverot-u eus a habitantet ar Portugal?

*R. Beza e zint deread, generus, sobr ha dissimul.
 Tremen a reont iveau evit beza glorijs ha venjancus.*

G. N'hac ar Spagnolet, petra int-hi?

*R. Pretanti a rear e zint röcq hac orgouillus; mes
 beza e zint sobr, pridirius ha patientebars èr maleuriou.
 Lavarat a rear en proverb : Röcq evel ur Spagnol.*

G. Petra a livirit-u eus a habitantet ar Suèd?

*R. Beza e zint glorijs ha vaillant, ha carout a reont
 ar sqiantchou hac al lux.*

G. Petra a luarit-u eus an Alamantet?

*R. Tremen a reont evit beza laborius ha vaillant; mes
 n'int qet sobr : evel calz a Vretonet, e caront o banne.*

G. Petra eo bividiguez an Turqet?

*R. Meurbet e caront ar repos, ha calz douguet e zint
 d'al lubrieite, d'al lux, d'an improcrisi, ha dreist oll d'an
 interest. Carantezus int en andret an estranjourien. An
 Impalaer a guener an titrou pompus eus a Doue en
 douar, Sqeud an Eol hac al Loar, ha Distribuer
 Rouantelezou.*

G. Comzit din wez eus an Holandisien.

R. O bizidi a so fontet var ar vertuz. Remercout a rear en o zoues un urz hac ur c'hundu leun a furnez, hac a so necesser d'ar gout o deus evit ar c'hommerç : n'eus pobl ebet quer propr evelto var qement a appارtant dezo. Menhet e caront ar bièr hac ar butun.

G. Pez seurt tud eo an Italianet?

R. E general e zint gracijs, prudent ha speredus mad evit ar sqiantchou hac ar micheriou ; mes reproch a rear dezo da veza venjançus.

G. N'hac ur Sauzon, petra int-ii?

R. Ar Gouarnamant en deveus troet anezo a genn d'an navigation ha d'ar c'hommerç ; simpli ha serius int ; mes mancout a reont a sobrentez.

G. Pez seurt bividiguez o deus an Africanet?

R. Tremen a reont evit beza feroç, digalon ha disleal, herves ur beacher hénac ; mes herves daru all, en em gav meur a hobl er c'hontreou-se, o deus memes bividiguez evel a voa e commançamant ar bed. En dezert Sahara, ur marc'hadour a roas cant mil scoët evit ur banne dour, rac eno e rear bete tri c'hant léo avichou, hep na vez cavet ur strill.

G. Roit din un detail eus a sez Burzud ar bed.

R. 1. Ar Volz caer a eure Arthemis da ober d'e fried, ar roue Mosol, er guær a Halicarnas, capital rouantelez Cari. Ar pez caer-se en devoa tri droatad ha tri uguent eus ar c'breis-dez d'an nord ; ar façaden a voa un nebeut strissoc'h, beza en devoa pêvar c'bant unec troatad a dro. E hueldet a voa eus a sez troatad ha trêgont, ha beza en devoa c'hoec'h colonen ha trêgont en diabars. Ar philosoph Anaxagoras, eus a Glamozen, pa er goelas, a lavaras : Cetu aze calz a arc'hant chenchet e mein.

2. Templ Jerusalem, construet gant ar roue Salomon, var menez Moria, er plac ma velas David an ael distrujer eus a justiq Doue, ur c'hlaze noas en e zorn. Seiz vloas

e voet ouz en ober. Ar plac santed eus an templ-se a voa
hir ha ledan eus a uguent ilinad, ha demeus ar memes
hueldet, eus a behini dec ilinad a voa goloet eus a aour,
hac an dec ilinad all eus a vein precius. Joseph, au his-
torian, a lavar e voa ennàn dec mil cantolor aour, dec
mil daul, goloct en aour, hac unan goell vrás, tout en
aour; uguent mil anaf aour; ha daou c'chant mil arc'hant;
pêvar uguent mil plat aour, ha cant tri uguent mil ar-
c'hant; uguent mil scudel aour, ha daou uguent mil ar-
c'hant; uguent mil ezançouer bras arc'hant, hac anter-
cant mil all biannoc'h; dec mil robe goernisset eus a
vein precius; daou c'chant mil drompili arc'hant, ha daou
uguent mil instrument musiq, en aour hac en arc'hant.

3. Templ ar fals-douees Diana en Ephès. Distrujet e
voe gant Erostrat, pehini, evit laqat comz eus anezàn,
a laqas an tan ennàn, 556 vloas aroc J.-C. Pêvar c'chant
vloas e voet ous e goustrui. Beza en devoa pêvar c'chant
pemp traotad varnuguent a hirdet, ha daou c'chant uguent
a ledandet, soutenet gant sez varnuguent colonen a dri
uguent traotad hueldet, ornet eus a sculpteur, pere a
voa bet roet pepini gant ur roue. Ar c'hood materi a
voa cedrè, hac an dorojou coad cypriès.

4. Ar Vuraillou eus a guær Babylon, construet dre
urz Nabuchodonosor; beza o devoa sez traotad ha pêvar
uguent a ledandet, tri c'chant anter cant a hueldet, hac
uguent léo dro. C'hoec'h caros bras a elle tremen varuezi
en eaz. Ar guær-se e devoa pemp dor varnuguent, tout
e coëor massif, pe evit tra, pa bromettas Doue da Cyrus
conqueuri Babylon, e lavaras dezàn : *Me a fraillo un
dorojou coëor.* (Isai. ch. 25. v. 22.)

5. Statu Jupiter Olympien, e Pisa. Phidias, sculpter
brudet bras, a reas anezàn. Pausanias en deus en des-
peignet evellen : Guelet a rear, emezàn, an Doue azeret
var un tron aour hac olifant, memes tra eyel ar Statu.

Beza en deus var e benn ur gurunen a seblant beza olives; en e zorn deo e toug Douees ar Victor, en olifant, pehini e deus evit coessuren ur gurunen aour, hac en e dorm cleiz e talc'h ur sceptr great eus a hep seurt metail precius, hac uu erèr er beg. E goeffeür d'an Doue a so aour tout, ha var an ornamauchou oll e zeus poltrejou a bep seurt anevelet, ha fleuriou precius menibet, ha labouret exqis.

6. Statu Apollon, en Arem, savet etal pors Rhodes, en enor d'an Eol. Qen huel e voa, ma tremene ar vatinianchou, gant ar goëliou displeguet, etre e ziouc'har. Beza en devoa cant pemp troatad a hueldet. Charès, a Linda, disqib Lysippa, sculter brudet bras, a reas ar Statu-se; daouzec vloas e voe ous en ober. C'hoc'h vloas bac auter cant goude se e voe discaret gant ur grenamant douar, pehini a occasionas un distruch horruel er savel, ispicial e rouantelez Cari, hac en enezen Rhodes, 225 aroc J.-C. Goude ur spaç a 896 bloas e voe c'avez c'hoas sez cant uguent mil liour boes eus anezan, pere a voe goerzet da ur judean, gant Moavia, ar c'hoec'hvet calif, er bloa 672 eus a J.-C.

7. Colonennou carre an Egypt, savet gant ar pharonet, Rouane ar vrô, ul lêo vad eus Caira, ar capital. Beza e zeus teir vras, hac a so vardro 200 pas an eil ous eben. An hini a so e costez an nord e deus c'hoec'h cant pas a hueldet, ha sez cant pas a ledandet, en carre. Beza e voet tri bloas varnuguen ous o sevel, ha tri c'hant tri uguent mil den a laboure varnezo. Plin a lavar e voe dispignet seize milion en oignon hac en rabes hepken : an Egyptianet ancien a voa goail debrerien legumach! An diou golonen all ne dint na qen huel, na qen teo hac an hini guenta. Ar guelennadurez ancien a ro da gredi e voent grêt evit servich da volzou-bez da famillou ar Rouane, ha penos en hini vrassa e vije deposet corsou

ar rouane, goude o maro, hac ebars ar re-all corsou ar rouaneset ha re o bugale. Ar golonennou-se a so bepret en o za; ha marteze meur a zoudard cōs a so c'hoas var ar meaz, hac a else comz eus anezo gant güirionez, rac er blos 1797, un arme derrubl a Francisien vaillant a voa neuze er vrô-se.

G. *Goude beza despeignet ar burzudou bras, com-zit din hremâ eus ar burzudou bian.*

R. Eh bien, selaouit : 1. Er c'boezez canvet, Pêr Aluminus, manac'h italian, a scrifas ar *Gredo* hac an Aviel diveza, var un tam paper, bras evel un diner.

2. Un den all, quer paciant, a bresantas da Elisabeth, rouanes Brô-Sauz, un tam paper deus vent un ivin, var behini e voa scrifet sclêr Gourc'hemennou Doue, ar *Gredo* hac ar *Bater*, hac an dat eus ar bloas.

3. Jerom Faba, bêleg italian, a reas ur pez labour, en beuz, pehini a represante oll mysteriou Passion J.-C., hac a zastume en ur graouen guelvez.

4. Grêt en devoa iveau ur C'harros deus vent ur greunen vinis, ebars pehini e velet un autre bac un itron, ur c'hocher o cundai ar c'harros, ha qezeg pere en treïne. Ar marvailou--se a voe presantet da Frances I^a, roue a Franc, ha da Charles-Quint, impalaer ha roue Spagn.

5. Un den ingenius all en devoa construet ur gariolen olisant, pehini a guzet gant diou-esquel ur guellyenen.

6. Un autre, en Paris, en devoa grêt ur c'harros, hac a voa treïnet gant c'hoenn.

7. Paul Coloniies a lavar beza guelet un ofreber e Moulins, pehini en devoa chadennet ur c'hoanen beobuec ous ur chaden aour eus a anter cant mail, hac a boeze nebeutoc'h calz eguet ur c'hreunen vinis.

G. *Lavarit din perac en deus an Aour ar breferang var ar metallou all?*

R. Dre ma surpass anezo oll en sqüet, en poez, ha

dre ar vertuz en deus da vaza forjabl meurbed. Guelet a rear ar breuven demeus a guementse en alaouradur. Ur physician en deus compodet ec'h eller, gant unan pe daou onç aour, golo un neuden arc'hant eus a seize lèo ha pêvar uguent a hirdet. Un all a lavar e rancqset trê-gont mil feuillen aour, an eil var eben, evit ober ul lignen a deoder.

G. Petra so caus e qaver avichou scrituriou, ha calz a draou all en diaburs ar c'hood?

R. Dre ma zeo bet grêt an traou-se, pe blacet re-all en ur drec'hi ar c'hood, ha dre ma cresqe, e teuent da veza goloet, hep beza effacet nac andommaget. Evese, n'en deo qet estonus e vez cavet esqern, scrituriou, ha meur a dra all en diabars ur vezen benac.

G. Pez seurt teoder o deus ar Goez?

R. Beza e zeus a veur a vent; mes guelet a rear ives eus a un deoder surprenus. Var menez Etna, pehini a zislounc tan, e voa ur vezen guistin, creus, hac a voa gen teo, ma elle ur messaer en em loja enni gant e oll dénved, 150 troatad a voa enni. Linne a gomz ives eus ur vezen ru-voad, eus a enezen Tenerif, pehini e devoa 34 troatad teoder. Tostic da Strasbourg, e zeus un andret hanvet ar *Vezen Glas*, e pelec'h so realamant ur vezen dreist-ordinal: gallout a rîr placi pêvar-uguent den en e abri, e qever tauliou bian; en diabars eus ar vezen e zeus cabinejou brao. En Ameriq e zeus ur vezen, hanvet *Guezen an Diaoul*, a behini ar frouez a ra un effet estranch: pa zizec'hont ous an eol, en em fraillont, o tigueri, hac en em striocont a hell gant un drous qer bras evel a rafe ania un nombr bras a fusuillou pere a dense casi assambles.

G. Ha pell-amzer e vev ar Goez?

R. Prouvet aoüalc'h eo e c'hell an Dêro heva cant vloas en douar mad, hac an Olives tri c'hant. Ar Cedrès

eus a venez Liban a vev qeit amzer, qen a sonje an dud ancien na varve jimes. Ar Baoba, er Senegal, pehini a deo da gaout bete pèvar c'chant pemp troatad ha trégon t'a deoder, a ell heva c'hôec'h cant vloas d'an nebeuta.

G. *Petra eo bividiguez pobl Benein, en Afriq?*

R. Roue Benein n'en em disqueuz nemet ur vech er bloas; ha neuze, evit renta enor dezàn, e lazer pemizec pe c'hoezec esclav. Pa varv, darn eus ar princet a vez entêret gantàn, evit delc'hel compagnuez dezàn. Eutéri a rear iveau gantàn an darn-vuia eus e habijou hac eus e veubl. Ar goaset ne gredont qet douguen un habit, nemet recevet o deve anezàn digant ar roue, nac ar merc'het ur robe, qen a vez roet dezo gant o fried, pa zemizont. Epad seis devez goude entêramant ar roue, e vez goueliou caer, ha ne rear nemet dançal endro d'ar bez.

G. *Gomxit din bremâ demeus a bobliou ar Bresil.*

H. P'o devez grêt ur prisonnier, mar deo lard, e vez débret ractal; mes mar deo treud, e roer dezàn ur plac'h d'e zervicha, evit beza e vestrez hac elarda. Pa vez êruet an devez d'en laza ba d'en débri, an oll a so pedet eus ar fest. En em divertissa a rear, en eur eva ha dançal; ar prisonnier memes a so deus an ebat; hac elec'h beza trist, e cont, gant un ear joaüs, ar pez en deus grêt a vaillantisou, hac e lavar dezo pere eus o zud, pe o zad, pe o mami o deus bet rostet ha débret. Disisia ra anezo memes, en ur lavarat d'an hini a dle en assommi, rîi dezàn e liberté, hac en débro én hac e dud. Respong a rear neuze dezàn : Mâ, ni a tialbenno; rac bremâ souden e vezí débret te da-unan. Goude pera e vez lazet, goelc'het, rostet, ha neuze débret, ous en em exorti an eil eguiile da veza courajus er brezel, evit gallout ober pourvisi-onou mad a guic tud evit o fest.

G. *Petra sinifi ar sclasserezou en em gueø e can-ton Bern, er Souiss?*

R. Meneziou scorn iut, pere na deuzont james, hac a so deus un dounder incomprenabl; p'en em faoutont, e reont un drous qen horrubl, ma vez lavaret e za tout ar menez da frailla ha da zailla en ear a danimou. Ar beacherien pere so obliget da dremen ar meneziou-se, a vez avichou lounget er faoutou, el lec'h ma chommont da verval. An dour a zorti eus ar seurt meneziou-se, a so ar gueilla bac ar yac'hussa da eva.

G. Penos e rér an eurecujou e ker Goa, en Asi?

R. Pa zemez unan benac, an ozac'h yaouang hac e vreg en em laqa var ur güele calet, ha neuze o c'herent ha tud an eured a vasata anezo c'hoecqa ma ellont. Ar vasadou-se a so lod eus ar blijadur hac eus ar cher-vad a rear dezo evit o eured.

G. Petra eo bividiguez habitantet Guinee, bro vrás eus an Afriq?

R. Ar vaurianed a chom er vrô-se, na vevont qet ordinalamant ouspen anter cant vloas. Beza e zeus prénved hac en em stag ous o diou c'har, hac o c'hign betec an ascorn. Goell lubric int, hac a hoan e vez cavet ur plac'h honest er vrô. Oll e zint feneantet, mezvyerien, traïtour hac hep sourci. Goarnissa reont o diouc'har a voaliniere aour, olifant, couraill, etc. Au dénved er vrô-se o deus blêo elec'h gloan, hac an dud o deus gloan elec'h blêo.

G. Petra livirit-u eus pobl enezen santez Janned?

R. Aoun bras o deus ous an diaoul, pehini a hanvont *Gregor*. Pa ra curun, ne gred den sortial eus e dy, gant aoun da veza paqet gant *Gregor*. Ar graguez so esclav, hac a renq ober an oll labouriou rust; ha n'o deus qet al liberte da zêbri gant o goaset. Ar merc'het a vez demezet d'an oad a seiz pe eiz vloas,

G. Petra a remerquer e fêçon beva habitantet Lango, rouantelez eus an Afriq?

R. Ar graguez eo a droc'h hac a had an hed; servicha a

reont o goaset ous taul, ha goude e zeont da zêbri ar restajou d'ar gueguin. Pa fell d'ar roue eva, e son ur c'hloc'h, ha pepini a ranq soubla e benn betec an douar; p'en devez evet, e soner ar c'hloc'h un eil goech, hac e saver er za; rac den ne gred sellet outan oc'h eva, diudan boan a varo.

G. Petra eo bividiguez habitantet enezen al Læron?

R. Aroc ma êruas ar Spagnolet eno, an habitantet a sonje ne voa nemeto er bed. Biscoas tam tan n'o devoa güelet, ha pa er güeljont evit ar vech qenta, unan benac diouto a dostâs re dost d'an tan, hac a voe dévet, ha na gredent qen mui neuze sellet outan nemet a hell. Ar merc'het a sell evel ur gaerentez caout dû o dent. O demezi na bad nemet qeit ha ma qeront. Ar graguez ordinalamant a so mestrezet absolu var ar goaset. O langach a so douç hac agreabl meurbet; un estim vrás o deveus evitân; en em sellet a reont evel ar muia speredus hac ar goella lezennet eus ar bed.

G. Peseurt Goardou en deus Impalaer Matarans, en enezen Java?

R. E bales a so dioüallet gant dec mil maouez, hac o deus officerien evel en hon regimantchou.

G. Pez seurt ceremoniou a vez grétpa vez curunet impalaer Cina?

R. Pa vez curunet, e qemer un habit labourer hac un alazr alaouret, hac ec'h hara un nebeut demeus ur parq so en templ. Ur c'hustum ancien eo etablisset etouez ar Cinais, evit digas sonch d'an impalaer penos e oll vadou na deu nemet eus a c'hozen hac a boan ar hobl, hac e tle evit sc e venaji.

G. Petra veler a gurius e Salisbury, e Bro-Sauz?

R. Tour au ilis cathedral, pehini eo an huella eus ar rouantelez. An ilis-se e deveus qen alies a zôr evel a vis a so er blos; qen alies a brennest evel a so a zeves, ha

qen alies a billier evel a so a heur.

G. *Petra livirit-u eus a brovinç Samogiti er Pologn?*

R. Lavarat a rér ne all qet ur plac'h bale en nôs, nemet ur c'houlaouen alumet e devez en e dorn, ha daou gloc'hic staguet a bep costez outi. Na zemezer qet ordinalamant eno ar vugale nemet da drêgont vloas.

G. *Petra a ra an Albanistet pa varv unan anezo?*

R. Mont a reont, an eil goude eguale, da c'houlen digant an hini maro, perac en deus abandonet anezo, hac e reont dezàn mil question evese.

G. *Petra a gavit-u a ral en Amadabad, en Asi?*

R. Goelet a rér eno hospitaliou evit al lapousset hac evit al loëned all en em guev clân, pere a vez panset ha soignet gant ar bayanet.

G. *Pez seurt poan a rér souffr d'al Laeron, en kær Achem, en Indes?*

R. James n'o lager d'ar maro; mes evit ar c'henta laeronci e vez troc'het an dorn betec an azorn; evit an eil e vez troc'het eben, hac avichou un troad, pe daou memes.

G. *Expligit din petra eo menez Pic-Adam en Indes.*

R. Beza e deus diou leo a hueldet. Aroc êruout e bâr ar menez, e caver ur blenen gaer, e creiz pehini e zeus ul loaguen goall doun eus ar goella dour a ouffet da eva, demeus a behini e sorti meur a voas dour, a ziruill e traon ar menez, hac a form an teir rivier brassa deus an enezen. Guelet a rér e qichen al loaguen un daul men, var behini e zeo gravet merq troad Adam, pehini, eme an habitantet, a zo bet crouet bac entéret var ar menez. Sonjal a reont ives penos ul loaguen dour sall, pehini a so tostic eno, a so bet formet eus an daelou a scuillas Eva var Abel. Evit êruout var lein ar menez, e ranquer crimpat dre chadennou houarn, pere so staguet expres evit se, rac anes e vez impossibl pignat eno. Var al

lein e zeus ur blenen rond, hac e deus 200 pas.

G. Peseurt bividiguez o deus ar C'hanibalet?

R. Bale a reont en noas, ha ne vailluront james o bugale, ar pez a ra e zint nerzus ha formet mat; o laqat a rér en ur baner coton; ha d'an oad a bêvar mis e valeont var o farlochou, hac en em habituont qement da se, qen a redont buannoc'h eguet den, pa vent rentet en un oad avancetoc'h. Peb tad a famill en deus e gabaneñ, e pehini e command. Ar graguez, an devez goude m'o deus ganet o bugale, a labour evel an ordinal; mes lavarat a rér en em laqa an ozac'h er goele, e pehini e rér dezàn chom epad meur a zeves, hac epad pere e rér dezàn iveau observi ur yun rigorius. Ar botret a so atao destinet d'ar brezel; dêbri a reont o enemiet, casi evel ar Bresillianet. Adori a reont an Doueou mad ha droug, hac e credont iveau en ur vuez hep fin eus an ene. Pa varv unan benac, e reont dançou trist, en ur grial en ur fêcon spontus. Mar en deus an hini maro ur morian, e lazer anezân evit mont d'e servicha er bed all : entêri a rér iveau gantân e veublou hac e guy.

G. Lavarit din un dra benac eus a Keyserlautern.

R. Er bлоa 1789 e voe trapet en ur stang e qichen ar guær-se, ur pesq pehini en devoa tost da nontec troatad a hirdet; hac ar pez a voa a guriussa, e zoa ur pez coëor a voa staguet dindan e vreucqou, var behini e voa gravet en langach grecian ar c'homzou-mâ : *Me eo ar Pesq laget er stang-mâ dre daouarn prop̄ Frederic II, impalaer, ar 5 a vis Here 1250*; ar pez a zisq en devoa neuze ar pesq-se pemp cant nontec vloas.

G. Petra a veler a gaer e Strasbourg?

R. Tour an Itron Variä. Tost da zaou c'hant yloas e voet ous e batissa. Beza e zeo an huella colonen begueg eus an Europ. Pemp cant pêvarzec troatad ha tri-uguent a hueldet e deus. En deiziou a rejoissance vez alumet gou-

Iou partout endro dezàn. C'hoec'h cloc'h a voa ennàñ; an bini brassa a boeze trivac'h mil livr. — An Horolach a so ebars an ilis a so ur pez ar c'haera : merqa ra tro ha distro ar stered, an eol, al loar, ar fallaennou, ar sêzonou, ar vigiliou, ar goueliou, ar misiou, an deveziou, an heuriou ha minutou. Ar pêvar oad eus an den , represantet dre figuriou convenabl , a dremen hac a son ar c'hart-heuriou var cleyer bian. Neuze e teu ar Maro, chasseet gant ur Christ ressuscitet , pehini gouscoude a bermet dezàn sqêi an heur , evit digas sonch e ranquer mervel.

Goelet a rîr c'hoas en ilis S. Thomas , ar Volz caer en deus lajet Louis XV da sevel d'ar Marichal bras a Sax. E traou ur golonen begueg e veler an haros armet , e benn curunet a laure , hac en e zorn e vas a gommandament. Disqen a ra gant ur pas hardis bras ar pazennou a gundu d'ar volz , en ur sellet ous ar maro gant un ear indifferent. A deo e mât ar bobliou var pere en deus gounezet ar victor , dindan figurennou convenet. A gleiz , ar Garantez en daelou , a fix anezàn , hac a ranvers e flamboesen. Var ar pazennou e veler figur ar Franc , gant un ear gracius meurbet ha leun a vadelez , pehini deus un dorn en em efforç da zerc'hel ar Marichal , ha deus eben e pouls ar Maro , a so a gleiz d'ar volz , an doulsizl en e dorn , pehini a hast an haros da antren er volz a zalc'h digor. Er c'hostez ali eus ar volz e mât figur Hercul , a behini ar glac'har mât ha bras a contrast gant hini ar Franc.

G. N'hac e Lyon , petra a veler a gurius ?

R. Horolach ilis an arc'hescotti. Grêt eo eguis un tour carre , peur-echuet dre un dom , aziouc'h pehini e zeus ur c'hoq hac a anonç an heur en eur digueri e ziouesquel , hac o cana teir goech. Var ar pondale bian a gurun an dom , e zeus ur souiss , pehini , qerqent ha ma commandç ar c'harillon da son , a deu da sqêi an heur

gant ur morzol. Var pêvar gadran e deus an horolach-se, e zeo merget casi qement a so var hini Strasbourg.

G. *Petra a veler a ral e kear Turin?*

R. Guëlet a rér ur Punç hac a so construet en ur fêcon dreist-ordinal, dre ma ranferm ur pazennou hac e deus un diribin douç, dre bêhini ar mulet a ell disqen ha pignat, hep en em rancontri.

G. *Petra a leverot-u din eus a guær Toulous?*

R. Vardro ar bêvarzecvet cantvet e voe formet ur seurt Academia eno, ar gossa eus an Europ, e pehini an academicianet a bedas ar boetrianet, hanvet er vrô-se Troubadour, da asista en o assamble, an deiz qenta eus a vis Mae. Prometi a rejont ur Violeten aour d'an hini a raje ar goella rimou, ha Clemanç Isaura a deuas, vardro creiz ar c'hoezecvet cantvet, evel ar fondatores nevez eus an etablissemant caer-se, en eur rei lod eus e madou evit fondi pêvar bris nevez, ar pez a reas pemp fleuren, eus a bere ur pas-voulous hac ur rozen-gouez aour, ur violeten, ur sourcy hac ur fourdilisen arc'hant, eus a dalvoudeguez c'hoec'h cant scoët. An A. Florian, den brudet, en deus grêt ur voerz gaer var se.

G. *Pegueit e vev ordinalamant an anevalet?*

R. Ar Guenan a vev.....	1 bloa.
An Alc'hoeder..	15 ha 18.
An Azen.	26 ha 18.
Ar Zilien.	15.
An Eugen.	19.
An Danvadez.	12.
Ar Gaspern.	100 ha 150.
Ar C'has.	18.
Ar C'hoq.	20.
Ar Marc'h.	25 ha 40.
Ar C'hy.	22 ha 28.
Ar Vrân.	100.

An Toussec, a vev ouspen.	100	bloas.
Ar Guiber.	7.	
Al Lapin.	8 ha	9.
Ar Yar.		10.
Ar Filip.	12 ha	15.
Ar Gad.	7 ha	8.
Ar Pincin.		28.
Ar Penmoc'h.		20.
Al Louarn.		15.
Ar Cholle.		30.
Ar Vioc'h.		20.

G. *Hac ingal eo an nosveziou dre ar bed oll?*

R. Nan , evel e zàn d'en explica dêc'h :

E Cayen (Ameriq) hac e Pondicheri (Indes)		
an hirra devez a so eus a	12	heur.
E Sant-Doming (Ameriq),	15.	
En Ispahan (capital Pers),	14.	
E Paris , Dijon ha Carcasson (Franç),	15.	
En Arras (Franç), en Dublin (Irland),	16.	
En Copenbag (Danemark), e Riga (Russi),	17.	
E Stockholm (capital ar Suèd),	18.	
E Droutheim (Norw.), en Archangel (Russi),	20.	
En Ulea (Bothni),	21.	
E Torneo (Suèd Bothni),	22.	
En Enoutekis, absanc an eol a baddiouc'h-tu	45	devez.
E Warduns (Napoli Suèd),	66.	
Er C'hap-Nord (Laponi),	74.	
Hac anfin , en enezen Melvil,	102.	

G. *Petra eo ur Grenumant douar?*

R. Re hir e vez dîn dont da explica deoc'h ar penn-caus eus ar burzud horrubl-se. Lavaret a rìn hepken penos en diabars an douar e zeus ear, matieriou nom-brus, hac a guemer tan , un dour dreist-musul, pehini, dre e vogueden nerzus bras , ha dre ma zeo ranfermet

quer stard e sonç an douar, a deu oll da ober effortchou incomprendabl evit caout un digor. Rac-se eta e zeo an ear, an tan hac an dour a so caus d'ar grenamant douar. Ur spont eo clèvet comz eus ar maleurion en deus occasionuet. Er bloa 1755, Lisbon, kcar capital ar Portugal, a voe oll dévet, hac an darn-vuia eus an tiez a voa lounget e calon an douar, hac un nombr bras a dud iveau. En Ameriq e zeus güelet crenamant douar epad ur bloas. Anfin, ar maleur-se a éru re alies.

G. Petra eo ur Menez a dol tan?

R. Ur menez hanvet isfound tan, e sonç pehini e zeus ur môr a dâm, ha pehini, pa deu da zislounqa ar pez a so ennâñ, a ra, qent commanç, un drous an horrupla dindan an douar, quer crén hac ar gurun ar spontussa, hac c'houitelladennou eûzus. Güelet a so ar seurt isfontouss e tislounqa môriou plom, houarn ha coëor, bervet oll, ha ruz evel an tan, eus a ziou lêo birdet, pere a ruille vandro, hac a zê d'en em goll ebars er môr. Avichou e laq parissa enezennou elec'h ne voa nemet môr, hac e pistol goaziou dour bervet, pesket, mein; anfin, qement tra oll a ell caout. Er bloa 1640 e voe goelet bete diou lêo ha daou-uguent tro a zouar, goloet oll a ludu distolet deus a un hevelep isfond. Avichou meimes e tisec'h ar môr a vez tost, hac e tislouq neuze dour sall, hac a ravach an douarou divar-dro.

G. Pehini eo Roue an Anevalet pévar droatet?

R. Al Leon, aneval caer, terrubl ha generus. O veza achappet unan eus e lochen, e Floranç, e laqas ar spont dre oll. Etoues an dud a dec'he, e zoa ur vreg a zougue e buguel etre e divrac'h, hac er lezas da goeza. Al Leon a saillaz varnezân evit e zevori; mes ar vam baour a zistro ractal, ha leun eus ar garantez ardant e deus evit e buguel, en em strinq ous treid al loen furius : « Rent din « va buguel, emezi d'al Leon, en eur grial; rent din va

» buguel, pe devor ac'hauou iveau.... » — Al leon a sell ferm outi ; hac evel ma en devije santet ar glac'har vras eus ar vam disesperet-se, ha comprenet an nerz eus e daelou, e seblantas beza tenerêt e garacter farouch, hac e pozas goustadic ar c'hrouadur paour var an douar, hep ober nep seurt poan abet dezân.

G. Pehini eo Roue ar Pesget ?

R. Ar Balen, dre ma zeo ar brassa tout. Beza e zeus hac o deus betec daou c'chant troatad a hirdet, hac a fournis betec c'ant bariqen heaul.

G. Pehini eo Roue al Lapousset ?

*R. An Erèr eo, dre e nerz, e gourach hac e bromptidiguez. Lavarat a rear en deus 18 troatad a ledandet, pa vez digor e ziovesquel. Beza a so hac a anlev dénvret ha bugale, da gass en o neiz evit devori. Ur payasant a lazas unan a doliou perchen, pehini a selvezas dezân anlevi ur buguel a bemp bloas. — Pa zoat o choas ur Roue d'al Lappousset, e voe decidet henvet an hini en devije nijet an huella tout. Al Laouenanic paour en em laqasive var ar renq, ha pa velas na ell e qet heuill ar re-all (sellit e finesse!), cetu én ous en em bos i sioulic var guein an Erèr, pehini, o veza nijet calz huelloc'h eguet an oll lapousset all, a zistroas da zellet outo gant mepris, hac e yas pelloc'h. Anfin, scuis bras, en em lavare a outan e-unan : na ell'an mui; ret eo din disqen. Al Laouenanic o clévet se, a guemier e nich, hac a lavar d'an Erèr : Penos, corf lach, n'out qet evit va heuill ! me a ya da vont calz huelloc'h ; mes en em bos i eure adare var an Erèr, pehini n'er sante qet, hac e teujont d'an douar ; mes al Laouenan o qemer c'hoas e nich, na éruas en assamble nemet an diveza, hac a grias a boes penn : Me meus gonezet ar victor, ha n'en don tam scuis. Ractal e voe hanvet *Roue bian*, en galleg Roitelet, ha dre gorruption e voe hanvet *Laouenan*. Alies eo goelloc'h an ingin eguet an nerz.*

G. Ha gouir eo e verzer ar Grouguez ?

R. Ia , goechal , en Bro-Sauz , p'en devije un ozac'h c'hoant da guittât e vreg , e vijent cunduet o daou d'ar marc'hat , ur gorden en dro d'o gouzouc ; eno neuze un hucher a laqe ar vreg en goerz , bac an hini a laqe an huella pris en devije anezi . Epad qementse , an ozac'h a vije ornet e benn a guerniel .

G. Pet Roue a so bet en Franç ?

R. Daouzec ha tri-uguent , en eur gonta LOUIS-PHILIP I^a , pehini a rën bremâ .

G. Pegueit emâ peb kær prefectur diouz Paris ?

R. Cetu amâ hauyou an departamanchou , ar c'hœriou prefectur , hac o distanç ous Paris :

1 Ain.	Bourg.	93	leo.
2 Aisn.	Laon.	31	
3 Allier.	Moulins.	67	
4 Alpes-Izel.	Dign.	155	
5 Alpes-Huel.	Gap.	141	
6 Ardèch.	Privas.	150	
7 Ardenn.	Mezièr.	51	
8 Arrièch.	Foix.	162	
9 Aub.	Troyes.	36	
10 Aud.	Carcassonn.	160	
11 Aveiron.	Rhodez.	143	
12 Guenou-ar-Rhon.	Marseill.	169	
13 Calvados.	Cân.	55	
14 Cantal.	Aurillac.	100	
15 Charant.	Angoulêm.	110	
16 Charant-Inferior.	La Rochell.	124	
17 Chèr.	Bourges.	54	
18 Corrèz.	Tull.	120	
19 Corss.	Ajaccio.		
20 Costez-d'Or.	Dijon.	75	
21 Costez-an-Nord,	Sant-Brieuc.	96	

22	Creus.	Gueret.	68
23	Dordogn.	Perigueux.	110
24	Doubs.	Besançon.	85
25	Drom.	Valanç.	122
26	Eur.	Evreux.	22
27	Eur ha Loir.	Chartr.	19
28	Finistèr.	Qemper.	124
29	Gard.	Nîm.	147
30	Garon-Huel.	Toulous.	150
31	Gers.	Auch.	150
32	Girond.	Bourdel.	130
33	Herault.	Montpellier.	152
34	Il ha Vilain.	Roason.	78
35	Indr.	Châteauroux.	59
36	Indr ha Loir.	Tours.	51
37	Isèr.	Grenobl.	124
38	Jura.	Lons-le-Saulnier.	99
39	Land.	Mont-de-Marsan.	
40	Loir ha Cher.	Blois.	40
41	Al Loir.	Montbrison.	100
42	Loir-Huel.	Ar Punc.	112
43	Loir-Inferior.	Naonet.	87
44	Loiret.	Orleans.	27
45	Lot.	Cahors.	126
46	Lot ha Garonn.	Agen.	156
47	Lozèr.	Mandd.	125
48	Main ha Loir.	Angers.	67
49	Manch.	Sant-Lô.	66
50	Marn.	Chalons.	76
51	Marn-Huel.	Chaumont.	57
52	Mayen.	Laval.	58
53	Meurth.	Nancy.	72
54	Meus.	Bar.	56
55	Morbihan.	Güenet.	102

56	Mozel.	Metz.	72
57	Nièvr.	Nevers.	55
58	Nord.	Lill.	52
59	Ois.	Beauvais.	17
60	Orn.	Alançon.	35
61	Pas-de-Calais.	Arras.	42
62	Puy-de-Dom.	Clermont.	88
63	Pyreneou-Izel.	Pau.	167
64	Pyrencou-Huel.	Tarbes.	170
65	Pyreneou-Oriental.	Perpignan.	175
66	Rhin-Izel.	Strasbourg.	102
67	Rhin-Huel.	Colmar.	97
68	Rhon.	Lyon.	100
69	Son-Huel.	Vesoul.	80
70	Son ha Loir.	Macon.	75
71	Sarth.	Ar Mans.	45
72	Sein.	Paris.	—
73	Sein ha Marn.	Melun.	10
74	Sein ha Ois.	Versaill.	4
75	Sein-Inferior.	Rouan.	28
76	Sèvr (Diou-).	Niors.	89
77	Somm.	Amiens.	30
78	Tarn.	Albi.	140
79	Tarn ha Garon.	Montauban.	140
80	Var.	Draguignan.	250
81	Vauclus.	Avignon.	147
82	Vandee.	Bourbon-Vandee.	10h
83	Vienn.	Poitier.	74
84	Vienn-Huel.	Limoges.	90
85	Vosges.	Epinal.	101
86	Yonn.	Auxer.	37

G. Comzit din eus a un invantion benac istre
eguet ar re oc'h eus hanvet dija, Er blos

Ar c'henta Butun digasset eus ar Virginie.	1583.
Ar Paper grêt gant pillowou.	1312.
Al Lunedou.	1290.
An Telegraph.	1792.
Ar Patates.	1775.
Ar Parapluion.	1680.
Mêlin avel en Normandi.	1105.
Horolachou.	760.
Ar Spillou.	1540.
Mouchouerou gouzoug.	1636.
Ar C'hafe.	1656.
Ar C'hafe Chicoree.	1771.
Ar Bloucou ha Crochedou.	1680.
Goel-bièr er bara.	1688.
Tamboùrinou.	1147.
Nadosiou.	1545.

G. Petra a lavarit-u demeus ar Vaccin?

R. Ar Vaccin a so un donêsón ar gaera digant Doue; rac goechal e vije rentet dall calz a vugale gant ar vrec'h, bac e varve un nombr immanç gant ar vocen-se; mes ar Vaccin a oppos ur seurt horreuriou, ha dre c'hraç Doue na veler mui a vugale o tont da veza victim deus a eur c'hlénvet qen terrubl. — Eùr vreg a guær Marseill e devoa pemp buguel; conseillet e voe da laqat o vaccina; mes hi a refusas crenn. Ur mis goude ar vrec'h a grogas enno, hac e varvjont o temp. Pebes glac'har evit ar vam desolet-se! Ar valeuruses a gollas e speret, dre an nerz eus e glac'har, ha souden e varvas. Esperomp e tistrujo ar Vaccin grizien ar vrec'h.

G. Comzit din ives demeus a Alger?

R. Alger a voa eur vro a forbanet ha pillerien, bepret en brezel ous an oll. Ar re o devoa ar maleur da veza qemieret ganto, a voa reduiset d'an esclavach, nemet rançonet e vijent evit calz a aour.

Dindan Louis XIV, an Amiral Duquesn en devoa frottet mad an Algerianet, en 1683, hac en hon amzer, ar Sauzon a roas dezo iveau ur guentel vad; mes reservet e voa d'ar Franç caout ar gloar hac an engr da guemer ar vro barbâr-se, hac ar 5 eus a vis gouere 1830, ar pavillon Franç a flotte var touriou Alger. Abaoue e zê occupet gant ar Francisien, pero o deus grêt ur guær vrao demeus a unan divalo ma voa. Eno e veler ar jardinou var an ties.

G. Goude beza bet comzet din demeus ar vroyou all, grit din iveau anavezout hini va brô.

R. Ar sourcen eus a Bobl Breiz en em goll, evel hini an darn-vuia eus ar bobliou all, en devaligen an amzer gôs. Un autor ancien (Parthenius) a assur deomp penos, er bloa 3100 eus a creation ar bed, ar Gallaouet a voa gouarnet gant ur roue hanvet *Britannus*, pehini a voe bisitet gant Hercul, pa dremenras er vrô evit mont d'ar Spagn da gombati Gerion; ha penos an haros brasse, o veza roet e galon ha plijet d'ar brinces *Celtina*, homân e devoe ur mab dioutân, hanvet *Celtes*. Un historian all (Diodor) a lavar e devoe daou vuguel : *Celtes ha Galathes*, demeus a bere e zeo deut an hanoyou a *Breizis*, *Celtiqet* ha *Gallaouet*.

Cheffou ar Religion ancien, en Breiz, a hanvet Druset. Ar ceremoniou devot a vije grêt e sonç ur forest vrás. Ur men a serviche da auter, hac ur vezan dêro da dapisseri. An antêramanchou a vije grêt gant calz a vagnificanç. Dêvi a rêt corf an den maro, ha gantân ar pez en devoa a breciussa, e armou, e guezec, e esclavourien, avichou memes e guerenta falveze dezo beza dêvet gantân.

Er fêçon-se e voa ar stat civil, religius ha moral a Vreiz, qent mac'homeres ar Romanet.

Qerqent Cesar a apparis e brô Gall, hac ar religion, al liberte hac an institutionou a so distrujet. Mes ur

pennad goude, forçet da drêi e armou a enep broyou all, ar Breizis a guemer o re, hac e zint trec'h d'o adversourien. Nombr bras a vloaveziou e zint bet en brezel, avichou trec'hourien, avichou esclavourien.

Eus ar bloa 402 da 406 ar Breizis-Arvoric a sonjas anfin beza mestrou en o brô, hac e chassejout ar cheffou Romen. Ar Breizis a hanvas bac a hanavezas evit Roue *Conan Meriadec*, Prinç a Albani, commandant trouplou Breiz, pehini a voa bet hanvet Duc an Arvoric dre urz Maximin an tyrant. Conan, den vaillant ha prudant, goude beza trec'het oll adversourien Breiz, a deuas da veza fondator Rouantelez Breiz, ha Roazon a voe ar guær capital.

G. Goude beza grêt demp anavezout hon sourcen, comzit din bremâ demeus a un action gaer benac eus a Vreizis.

R. Re am hez da lavarat, rac a bep amzer Breizis a so bet potret vad. Cesar a vouie se ervat. Mes mont a rân da recita deoc'h un action, hac a servicho da sqüer evit oll fêjou va broïs.

Er bêvarzecvet canvet, epad ur breze] hir e devoe lec'h en Breiz, Charles de Blois, ha Yan IV, comt a Vonfort, en em dispute var succession hor brô. Charles de Blois a voa sicouret gant trouplou ar roue Franc, ha Yan a Vonfort en devoa galvet d'e sicour un nombr infinit a zoudardet roue Brô-Sauz, a bere en devoa goloet Breiz.

Epad un nebeudic amzer a beoc'h, pa sonjet beza tranqil, ar Sauzon na rent nemet pilla ar vrô. Calz a baysantet a deuas d'en em glêm d'ar Marichal a Franc Beaumanoir, pehini a gommande ar Vretonet e Josselin. Ar chevalier Breiziad o zelaouas gant ur güir despet, hac a brometas dezo justic prompt. Mont a eure ractal da Bloërmel, hac e reprochas da Vembro, ar Gouarnier Sauz, gant calz a zouc'ter, an dizurzou a goumette e zoudardet,

hac e nebeut a respet evit e gomz. Ar Sauz a respondas gant un insolanc pehini a choqas ar Marichal; ha goude un disput bras etrezo, Beaumanoir a broposas da Vembro ur gombat a drêgont Breton a enep trêgont Sauz, ar pez a voe acceptet ractal.

Qerqent evel m'en devoe roet da anavezout da c'harnison Josselin an defi en devoa roet dâ Vembro, an nolblanc oll eus a drouplou Beaumanoir a requetas caout an enor d'e zicour en un action qen gloriis evit ar vambrô : ne voa ambarrassat nemet var ar choas. Bembro, er c'hortrol, na ellas qet caout entouez e re an nombra drêgont. Afin, gant calz a boan e tastumias anezo a beptu. Plaç ar gombat a voe choaset tost da ur vezén dêro hanvet *Déroen an anter-hent*, rac er memes distanc e voa da Josselin ha da Bloërmel. Un nombr bras a dud en em gavas var al lec'h, evit güelet ar gombat.

Aroc commane, Bembro, pehini en devoa quez, a lavaras da Veauzanoir e zoa en em angaget re scànvic en ur seurt affer, hac e crede e voa goelloc'h gortos consantawant o rouane, qent eguet sqei taul. Mes ar Vrétouet, impatiant d'en em vusuri ous ar falsérien, a grías oll assambles penos ne voant qet deut da blaceu ar gombat evit retorn hep gouzout *piou dioutope dious ar Sauzon o devoa ar gaera mestrez*; ha memes, en em denna bep combati, a vije en em laqat goapât hac en em disenori dirac ar guenvroïs. — Hoc'h obstination, eme Bembro, a ya da laqat Breiz oll e caou, ha na ramplaço bijen an dud vaillant eus a bere e ya da veza privet. — Felvezout a ra calz da ze, eme Beaumanoir, ar gourach o luguerne en e zaoulagad; rac na zit qet da sönjal em bez amâ ganén ar vaillanta deus a chevalieren Breiz : ne domp nemet ar re nebeuta. An autrone a Laval, a Rochefort, a Loheac, ne maint qet ganeomp; mes an oll brezellerien vaillant am accom-

pagnuneca , a so avoalc'h hepken evit ho trec'hel.

Neuze e voe roet ar signal , hac ar gombaterien renget var diou renq , e faç an eil d'eguile , a saillas gant fulor var o adversourien . Dabord , au avantach a seblante beza evit ar Sauzon . Ar Vretonet a gollas Geoffroi de Mellon ha Geoffroi Poulart , o daou ecuierien , pere a voe lazet a dolliou lanc ; ar chevalierien Yoen Charruel , Caro de Bodegat , hac an ecuier Tristan Pestivien , a voe discaret a dolliou morzol , ha grêt prisonnerien dre Bembro . Goude calz a effortchou , en pere e tisputet ar victor gant ur boau vrás , hac o veza scuis meurbet hac accablet gant au domder , en em separjot a bep costez evit qemer halan hac en em refresqi ur moment .

Beaumanqir , o velet e zoudardet diminuet dre ar c'holle a bemp eus e re , a erbedas ar re-all da redouibli a effortchou . Neuze an ecuier Geoffroi de la Roche , o veza lavaret dezàn penos ma vije armet chevalier , e santje redouibli e nerz hac e gourach , ar Marichal a autreas dezàn ractal an urz eus ar chevalliri , ous en exorti da ober ervat da heuill exempl e dad côs Budes de la Roche , pehini a voa en em brudet bras e brezeliou an Douar Santel .

Ar momentic - se a beoç'h a voe heuillet eus a ur stocaden horruploc'h eguet ar guenta . Beaumanoir en em disqeuzas vaillant dreist musul ; mes blesset e voe , hac ar c'holle eus e voad , o veza en altered terruhel , e c'houennas da eva ; neuze eo e reas Geffroi du Bois dezàn , unan eus e vignonet , a respont brudet - mā : *Beaumanoir , ev da voad , ha da sec'het a dremeno* . Ar seurt reprochse a biqas enor ar Marichal , pehini a guntunuas da gombati gant calz a gourach ; gouscoude , accablet dindan an nombr , e zoa var ar poent da veza grêt prisonnier gant Bembro , pehini a grie varnezàn en em renta , er moment ma voe lazet ar chef Sauz - se gant Alan K'anrais , ecuier Breiziad , pehini a roas dezàn un tol lanc , hac en

discaras maro d'e dreid, al lanc o veza ahtreet en e lagad
 hac en e empenn. E varo a laqas an disurz etouez ar Sauzon,
 hac ouspen, a ziangajas eus o c'homz an tri Breton,
 Charruel, Bodegat, ha Pestivien, pere a voa prisonnierien;
 hac o veza bet delivret, e qemerjont lod er gombat. An
 ecuier Guillou de Montauban a echuas, dre ur finesse
 brezel, da laqat ar Sauzon en diroud : sailla a eure var e
 varc'h, hac o veza grêt ar vân da guemer an tec'h, evit
 o zenna var e lerc'h, e reas troyou ha distroyou cam,
 hac e teuas d'ar c'haloup d'en em mesqa en o zoües, en
 eur ranversi anezo hac a deo hac a gleiz a doliou morzol.
 Ar Sauzon a gollas courach neuze; hac ar re na voe qet
 lazet er gombat, a voe grêt prisonnierien, ha cunduet da
 gastel Josselin gant ar Vretonet triomphlu\$.

Cetu aze ar recit fidel eus ar gombat memorabl-se,
 pehini na vez o bigen ancounac'hêt etoues ar Vretonet,
 na gant ar Sauzon memes.

Ar gombat-mâ eirdevoe lec'h er blos 1550, d'ar sadorn
 aroc sul al *Letare*.

G. *Contant bras oun eus ho recit; mes carout a
 rafen clévet henvet ar Vretonet vaillant-se.*

R. *Cetu-int amâ : — CHEVALIERIEN :*

Robert de BEAUMANOIR. *

An Autrou de TINTENIAC. *

Gui de ROCHEFORT.

Yoen CHARRUEL.

Robin RAGUENEL.

Huon de SAINT-YVON.

Caro de RODEGAT.

Olier ARREL.

Geffroy du BOIS. *

Yan ROUSSELET.

ECUIERIEN :

Guillou de MONTAUBAN.

Alan de TINTENIAC. *
 Tristan de PESTIVIEN.
 Alan de KANRAIS.
 Olier de KANRAIS.
 Louis GOYON. *
 Geoffroy de la ROCHE. *
 Guyon de PONTBLANC.
 Geoffroy de BEAUCORPS.
 Mauriç du PARC. *
 Yan de SERENT. *
 N. FONTENAY.
 Huguet TRAPUS.
 Geoffroy POULARD.
 Mauriç de TRONGUIDY. *
 Gestin de TRONGUIDY. *
 Guillou de la LANDE. *
 Olier de MONTEVILLE.
 Simon RICHARD.
 Guillou de la MARCHE.
 Geoffroy de MELLON.

Ar steredennou a verq ar re o devoa c'hoas o nizien
 bian beo , aroc ar revolution.

Ur groas a voe savet goude er plac-se , mes distrujet
 eo bet casi oller revolution. Lenn a r  c'hoas gouscoude
 e lizerennou ancien , var ar sichen a supporte anezi : *Daz
 vemor perpetuel ar GOMBAT A DR  GONT* , gonezet
 gant an A. ur Marichal de Beaumanoir , er plac-m  ,
 er bloa 1550. — Louis XVIII en deveus laqet sevel un
 azrou  z ar c'haera er plac-se memes , evit renta enor d'ar
 Vretonet vaillant pere a voezas exposi o huez evit sau-
 vet  t o br   eus a vali   o adversourien , ha da ziga   sonch
 d'an oll Vretonet da zont d'o imita , mar bez ezom .

G. Piou en devoe da zisput evit beza Duc a Vreiz?
 R. Yan a Vonfort , hanavezet eyit Duc a Vreiz , dre

gombat Alre, an 29 a vis Guengolo 1565, a c'honezas var Charles de Blois. Gonit a reas Breiz oll, hac er meritout a r , dre e furnez gonde ar victor. Ober a eure en e vr  evel a eure goechal Herri IV en Fran . Ar pez a gresq c'hoas e c'hloar, e zeo m'en devo  da gombati an daou buissanta general eus an Europ : Duguesclin ha Clisson. Em n, dre e grueldet, a voe hanvet *ar C'higuer*.

Famill Monfort, assuret var an tron dre e verit, en deus possedet an Dugach a Vreiz bete ma zeo bet unanet d'ar Fran  er bлоa 1524.

G. *Petra voe caus m'en em roas Breiz d'ar Fran ?*

R. Ar brezelliou cunthuel, hac ar garantez vr s e devo  an Duques ANNA evit e fobl, pere a gare eguis ur vami dener. Ar Brinces-sc, leun a gourach, a vertus hac a garantez evit Breizis, o velet na elle qet resista ous ar Fran , hep br vi e fobl, en em resolvas d'en em sacrificia evit ar Vretonet, o tont da zemezi da Charles VIII, roue a Fran . M s evit se tout, ne voe qet c'hoas unauet Breiz d'ar Fran  nemet goude maro Charles; neuze ANNA a zemezas da Louis XII, roue a Fran , dindan pehini e voe neuze unanet evit mad.

G. *Chom a rejot fidel d'ar Fran ?*

R. Er bлоa 1589, calz a gu riou eus a Vreiz en em discl ryas evit an alian  a voa a enep Herri IV, roue a Fran ; mes ar Prin  mad-m , tad e oll sujedet, ha mignon bras d'an dud divar ar meaz, da bere e promete *ar yar er p d*, a deuas a ben, dre vadelez e galon, da c'honit calonou ar Vretonet, pere na rejont nep effort evit en em attachi dez n, hac abaoue ec'h eller lavaret evit go ir e zeo bet bepret ar Vretonet fidel d'o Roue.

G. *Piou en deus hanavezet da guenta Herri IV evit Roue a Fran ?*

R. Parlament Breiz : Henor dez n !

G. *Petra velet a gurius e Petersbourg, er bлоa 1740?*

R. Er gouân vras a voe er blosse, e voe constru.. eno, gant ar brassa urz, *ur Pales Scorn*, pehini en devoa 250 troatad anter a hirdet, var 16 anter a ledandet, hac 20 a hueldet. Eus ar rivier vras an Neva e voe tennet tout ar scorn-se, pehini en devoa 3 droatad teoder. Dre ma tennet anezo deus ar rivier, e vijent taillet evel mein benerez, ha pa vijent placet, ec'h arouset anezo gant dour eus a bep seurt liou. Dirac ar Pales-se e voe placet 6 canon scorn, teurniet, gant o affujou hac o rojou, grêt ive en scoru. Carguet e voent a boultr, hac e tenjot ganto.

G. Comzit din ives eus a Feunteun Vozeley.

R. Ar Feunteun-se en em formas ouspen cant vloas so, dre un tourmant horrupl. Un ozac'h, spontet gant an tempest', a zortias eus e dy, hac a reas un toull en douar; qerqent e saillas ac'hane ul lomen vras a zour, gant qement a nerz, ma voe discaret d'an douar; hac o veza bet goude tostêt gant ur c'houlaouen, an dour en em alumas, hac ar feunteun a leusqas flammou tan bras. Abaoe e deus conservet ar memes vertuz, bete so qen ma laqa en glaou ar brassa tamou coad glas; ha gouscoude an dour-se ne deveus tam tomder ebet, hac a so memes quer yen evel an doureyer all.

G. Comzit din eus a ur Breton vaillant benac ?

R. Re am bez da ober, ma ranqen henvel ar Vretonet o deus disqueuzet e peb amzer ur gourach dreist ordinal. Ne hanvin nemet nebeut :

Duguesclin ; Duguay-Trouin ; Primoguet ; Cornic ; Moreau, etc. La Tour d'Auvergn, a Garabes, den eus a ur sqiant vras, hac en deus scrifet var sujet hon brô. Demeus ur famill puissante voa, pa zeo güir e tisqenne eus Turen, Marichal a Franç, unan eus ar brassa generalet a voe. La Tour d'Auvergn eta en em angajas en brezel ar revolution (lavaret so bet memes e plac un den yaouang a voa seul e souten e vam); ha goude calz a fêjou dreist-

ordinal, e felvezas d'ar gouarnamant en bénvel General; mes an den vaillant na felvezas dezàn caout nep grad, neenet hini *Qenta Grenadier a Franç*, pehini a gonservas hete ma voe lazet gant un tol lauç en e galon, er bлоа 1800. E numero er regimaut na voe qemeret gant den; ha pa vije galvet en appel, ar grenadourien, a ur voez, a responte : *Maro er C'hampr a henor!!!...*

Er bлоа 1828, Bisson a gommmande ur vativant, e pehini e talc'het forbanet prisonnerien; souden e zeo attaqet gant tii lestr preyzerien, eus a 70 den a eqipach pepini. Bisson n'en devoa nemet 14; mes en em résolvì a ra da rezista. Pa velas e saille ar forbanet d'an ahordach, ha na chomme gautàn nemet 9 den hepqen, ec'h ordren d'e dud en em sauvetât, rac decidet e voa da zévi e lestr ha da sailla gautàn en ear, qentoc'h eguet en em renta d'eur seurt tud. Mil hoan en devoe d'o laqat d'en abandoni : oll e falveze dezo mervel gautàn. Anfin, tec'hel a rejont, ha na chommas er vativant nemet Bisson hac e bilot Tremintin. Emàu, carguet a indignation a enep ar forbanet hac a admiration evit e gabiten, a dou e varvo gautàn. Laqât a ra e zorn en e hini, hac an haros Bisson, gant e zorn all, a laqa on tan er boudrieren. Ractal e saill ar vativant en ear, gaut un drous an horropla, hac e tisparis Bisson evit james..... Tremintin a voe stiapet var bord an aud, evel dre viracl, mes brêvet oll hac estropiet meurbet; eno e voa ive distaulet 70 forbant lazet.

Qerqent ha ma voezas ar ministr qement-mâ, e tigue-mennas da Tremintin dont d'e gaout, pa vije yac'h soüialc'h evit se. En effet, Tremintin a yas pa voe pare; hac evel m'en em bresantas, e voe diguemeret evel un haros. Ar Roue, bepret prest da recompansi ar vaillantis, en em hastas da enori an den courajus-mâ demeus a vercou e justic hac e vadelez.

C'hoar Bisson e devoe pemp cant scoët pansion digant ar Roue. — Bisson a voa demeus an Oriant, ha Tremintin demeus a Enez-Vaz.

G. Comzet oc'h eus din eus a Voaset vaillant ; mes, ha ne zeus qet bet iveau Merc'het a galon ?

R. Evel evit ar goaset, em bez calz da henvel ; mes na gomzin nemet a beder, eus a vroyou differant.

1. Janned d'Arc, hanvet Guerc'hes Orleans, deus a vilajen Domremy, merc'h da ur paysant.

Ar Franç a voa neuze en ur stat trist, dre ar victoriou a c'honeze ar Sauzon en hon rouantelez memes. Janned, evel dre un inspiration divin, en em sel evel galvet gant Doue d'au sauvetât ar Franç ha da chasseal an enemiet, a voa var ar poent da guemer Orleans.

Mont a reas eta qerqent da gaout Charles VII, roue a Franç, hac o veza expliqet dezàn sclérément an objet eus e demarch, en em laqa e penn an trouplou, hac ec'h encourach an oll zoudardet, dre e exempl, en eur chasseal ar Sauzon. Cundui a reas neuze ar roue d'ar guær a Rheims, evel m'e devoa promettet, evit lagat e sacri. Mes an haroses-mâ a voe qemeret e siech Compiagn, ha casset da Rouan, e pelec'h e voe condaonet evel ur sorcerez da veza dévet en beo, er blos 1451, en mez e adversourien milliguet. Souffr a eure ur maro queris ha qen horrubl gant ur gourach ar vrassa.

Louis XVIII en deus grêt sevel statu Janned d'Arc en Orleans. — An A. Penguern, coronal Breton, a reas d'e regimant arrêti dirac ar Statu-se, hac a guemeras an drapeau evit e saludi dre deir guech.

2. Ur guær a voe qemeret dre assaut, ar general adversour, aroc ar pillach, a bermettas d'ar graguez anlevi ar pez o devoa a breciussa ha sortial a guær. Souden e voe güelet greg commandant kær o sortial gant e goas var e diouscoas, ha e ar graguez

all ous e heuill er memes fèçon. Ar general adversour, canguet a admiration evit un action qen caer, a reas grāç d'an oll!

3. Er bлоа 1522, ar Sauzon o veza qemeret Montroulez dre drabison, a bille hac a laze an habitantet. Ur plac'h a gampr eus ar Ru-Vras, chommet e-unan en ty, a zastumas merc'het all deus ar memes ru ganti; hac o veza digoret scoutil ar c'hao, a voa doun bras ha leuna zour, e lezas an nôr anter-digor, en hevelep fèçon, dre ma antree ar Sauzon a vanden, e coeent er c'hao aq eil var equile, en nombr a ouspen 80, e pelec'h e voent beuzet. Anfin, an ty a voe forcez, hac ar plac'h generus - mā o veza tec'het d'ar c'halatres gant e c'hamaradeset, a voe poursuet gant ar Sauzon, ha slapet dre ar prennest var ar pave. Pebes dommach neo qet bet conservet e hano!

Castel Montroulez, assieget, a vanqe a voed; ar general ennemi, o c'houzout e voa an Itron a Rosampoul, greg ar gouarner, prest da wouilloudi ha ranfermet er c'hastel gant e fried, a laqas teurel dezi a bep seurt meuzou mad; mes ar gouarneres courajus a laqas o distol er meas, en eur lavaret : « Ar pez so mad evit va fried « hac evit ar garnison, a so mad avoalc'h evidon. »

G. Peseurt Rouanezet so bet e Montroulez?

R. Mari Stuart, rouanez Scoç, brudet bras dre e c'haerdet, e speret hac e maleuriou. Diambargi a eure e Montroulez, er bлоа 1548, en eur vont da Baris evit demezi da vab ar roue a Franc. An A. Rohan, e penn an noblanc, a recevas anezi o sortial eus ar vativant. Goude an *Te Deum* canet en ilis ar Vur, e yas da goüent S. Dominiq, e pelec'h e voa ar pales; mes o tremen dre Vanel ar Prison, etal ar C'hoc'hi, ar pont a grevas din dan poez ar gavailliri. Ar Scoçis en em laqas da grial : trahison, trahison ; mes an A. Rohan, pehini a valee

tost da litier ar Rouanez , a brononças a boez penn ar c'homzou-mâ : *Biscoas Breton na eure trahison.* Epad an daou devez a dremenas ar Rouanez e Montroulez , e voe dorojou kær divudurennet. — Piou en devije credet neuze e rancje un deiz ar Brinces gaer-se , goude beza bet ranfermet 19 vloas er prison , dont da goll e huez var ur chaffot! Ah ! bepret e vezô clémèt Mari ; mes ar jalouses ha tyrantes Elisabeth a vezô da jamez execrét.

Ar 20 a visgouere 1831 , Dona-Maria , Rouanez Portugal oaget a 13 vloas , a éruas e Montroulez , evit mont da , Baris. Rentet e voe dezi an oll enoriou , dre bep seurt mercou a respet ha dre an interest tener a guemeret evit ur rouanes quer yaouang , pehini e devea dija eprouvet calz a drouc'hraçou. Un devez a solennite vrás a voe en deiz-se e Montroulez .

G. Petra a velet a vrao goechal e Montroulez ?

R. Goüel ar Pantegot. E mis Mae en em rassamble kær is er C'hastel , pehini ne voa qet ranfermet neuze evel bremâ , hac e velet eno ar Mêr hac oll pennou kær , ar vourc'hisien , paour ha pinvidic , hac tout o famill , ar varc'hadourezet froüies anfin , evel en ur pardon. Ar botret a vije recevet chevallierien d'an oad a 7 vloas , mes na dennent nemet da 18. E beg Torossen Pantegot e placet ur Rondachen , var behini e voa ul lapoussic coat , hanvet en galleg *Papegot*.

Neuze ar Mêr , o veza grêt lagat pep tra en urs , a c'halve ar chevalierien , pere hepken o devoa droat da denna. Eno neuze , pep chevalier , armet eus e fusuil , a zeporte an urzou. Qerqent ar Mêr a rë sin d'ar c'henta chevalier da denna ; ha pepini , herves e renq , a glasqe tapout al lapous. P'en devoa ur chevalier ar boneur da ziscar ar Pantegot , e save neuze eno ur c'hri a joa , hac e vije proclamet *Roue ar Pantegot*. Ractal e tiredet en kear , en ur grial a bouez penn : hen-a-hen en deus dis-

care ar Pantegot. Diouc'h-tu e vije lojet ur variqennad vin e ty ar Roue. Ar Mêr, a gostez dezàu *Roue ar Pantegot*, cheffou kær, hac ur bobl immanç, en em rente en Ilis ar Vur, e pelec'h e vije canet un oferen solanel, hac e vije roet neuze mill livr en arc'hant da Rouear Pantegot, pehini ives d'e dro, a roe ur repas caer.

G. Peseurt marvaillou a gontet goechale Montroulez?

R. Comz a rêteus a *Deuz ar Pouliet*, eusa *Gariguelan Ancou*, eus ar *Ganneres-Nós*, eus a *Bot e voutou coad*, eus ar *Buguel-Nós*, eus ar *Gornandonet* a voa dindan ar Chastel, o conta o aour hac o arc'hant, hac eus a draoüigou brao evelse, pere a râ aoun d'ar yugale, hac avichou ives d'ar re vrás. Beza e voa c'hoas, ur brinces c feunteun *Campr-al-Livet*, hac un all e feunteun *S. Nicolas*, pere a due en o frennestou d'an tol a greiz-de. Adrec forn *S. Martin* e zeus ives ur feunteun, e pehini echenche an dour e güin deiz goüel *S. Martin*, d'an tol a anter-nôs, etc. — Qementse u'en deo qet estonus, rac bremâ diveza e zeus bet tud speredus avoalch evit daoulina dirac ur *Golen*, en tu all da Benc'hoat

G. Ha beza e zeus un dra gurius benac da velet e Montroulez?

R. Goechal e velet Tour caer an Itron Varia ar Vur, eus a behini ar men qenta a voe poset er bлоa 1563, deiz anter-eost. Er bлоa 1806, an 28 a vis meurs, e fraillas ar peder goulonen e soutene, hac e coezas an 'Tour, burzud Montroulez, vardro un heur ha qart goude creiz-de. Pévar den a voe lazet dindan. — Ar Pors mîr hac ar rivierou, oll e mein beneres, ar pez na veler qeter guæriou vrassa memes, a so caer. — Pehes dommach ne zeus qet a blomennou evit fournissa dour da guêris! Istre ma ve se un ornariant, e vez ives eus ar brassa utilite.

Aroc êchui da goinz a Vontroulez, e lavarin penos hon tadou côs, goude beza bet clêvet gant o re-int, a lavare e

voa bet goechal ur merventi qen horrubl, na voa chommet nemet ur c'holistr evit serri an ilis.

Er bloa 15.... e voe ur vocen e Montroulez, pehini a anlevas un infinite a dud. Goelet hon eus memes en berrett St.-Vaze, men-bez ar breur Joseph, cabucin, maro gant ar vocen-se.

Ar c'hlénved lovr a zistrujas iveau ur bobl immanç er memes kær, pell-amzer so, pa zeo güir ar vêrejou nac an ilisou na suffisenq qet da receo an dud varo, hac e voet obliget d'en em servicha deus a ur parq e penn hent S.-Augustin, en digor hentchou Brest ha Castel, a gleiz, casi e faq da hent Castel, hac a hanvet *Béret al Lovrezet*. Qent ar revolution, procession ar Rogationou, goude an oseren canet en ilis S.-Augustin, en em rente en bêret al lovrezet, e lec'h ma canet al *Libera* evit ar re a voa enterrat eno. Na vije qet bet un dra fall beza savet ur groas eno, var behini e vije merget en memor a betra.

E bloa 1832, ar c'holera-morbus a reas iveau ur ravach spontus e Montroulez.

E Castel e veler Tour caer Creiz-kær; hac en ilis cathedral emedi Bolz superb an autrou Visdelou, escop.

Tost da Bont-Aven ez eus ur roc'hel vrás hac a ell un den heppen da laqat da vouja.

G. Comziteus a Ilis hac eus a Douran I. V. ar Vur.

R. Da bignat d'an Ilis e voa 37 pazen mein beneres ar re gaera, labouret e mouleur. Digor ar pazinier a voa eus á 15 pe 16 troatat : a deo tyes, a gleiz ur gardecor superb. An Tour a voa evel hini Castel, mes brassoc'h ha caeroc'h ornet. A uz da ziou dor ar porchet e voa ar Verc'hes en ur groten dindan goer, ha d'e souten, pennou an 3 breur o devoe ar marc'hat evit construi an Ilis. A bep tu e voa S. Yan-Avieler ha S. Luc. Ebars an Tour e voa cambr an horolach, cambr ar soniri, cambr ar c'bleyer, elec'h ma voa ar c'hloc'h bras, var behini e voa bulzun ar güi-

aderien, o devoa roet ar c'hlloc'h-se d'ar Vur, pa deuas o breuriez deus a S. Vaze d'ar Vur. Deus ar garidou huella e velet kær ha vandro. En diabars an tour beguec e voa cloc'h bras an heur, hac 8 cloc'hic a garillone hep qart-heur, hac a sone goechal an *Ave Maris stella*, hep heur. An A. Clerambault, musicien ardant, a gommanças d'e laqat da son au hym-se; mes ar revolution en ampechas. Daou gadran a voa : unan a roe var ru ar Vur hac eguile var plaç ar Pesqet. Garidou superb a voa da ober an dro d'an Ilis, en diavès hac en diabars. Dre an tu cleiz ec'h antreet en Ilis; a deo e voa auter S. Rene ha S. Guillermi, ty bêleg an oferen guenta, ar sacristiri, traòn an Ilis a roe var traon hent an hospital; goude e voa an ogrou, pelloc'h auter ar C'christ bras a so en ilis S. Vaze, er penn a deo, auter an I. V. a Zelivranç pe Calon Sacr; a gleiz an auter-vras, ornet a uz eus ac'haridou marbr du labouret esqis; e costez an abostol, an Drindet en ur groten, S. Louis a goste d'an auter, ha S. Marc e costez an aviel; a gostez en ur groten an I. V. ar Vur, pehini a zigoret deiz gouel an Drindet, pardon an Ilis, ar pez a zigasse ur hobl immanç d'e sedi ha da admira al labouriou caer a voalenni. A gostez e voa auter ar Sepultur.

Ar c'hœur, qent 1788, a voa evel hini cathedral Castel, ornet a sculteür caer ha fin, mes distrujet e voent oll, ha r̄amplacet gant labouriou commun. Un èrer bras, e coeor alaouret, a servichee da lutrin, ha 3 leon coeor a orne e sichen. Tri lampr arc'hant a voa e traòn an auter-vras, hac un all e tal ar Verc'hes, pere a vije alumet nos-de. A uz d'arc'hœur, var an Ilis, e voa tour cloc'h *Guillaouic*. Etal ar pincin marbr ru-guen, en eur antreal en Ilis, e voa un dourellic e men Ksanton, e pehini e voa un demezel, hac ermès un æl ous e c'homminia. A uz d'ar prénest e voa-scrifet en aour : **AVOYE A GOATANSCOUR.** Bemdez e teue d'an oferen guenta d'ar Vur, hac e tigasse

en e davancher qig ha bara da rei d'ar beorien. Heuillet un deiz gant e mam, e tispacas e davancher, ha na goezas nemet fleur. Ar vam en coler, e ranfermas en tourel Coatanscour, gant difen da rei dezi da zébri; mes un ael a deue bemde d'e c'hommunia. Evit merq eus a se e voe roet an dourellic-se d'ar Vur.

G. Comzit d'in iveau deus Brest.

R. Beza e zeo, hep douetanc, ar c'haera pors-môr eus a Franç, hac a eller assuri ar c'henta eus ar bed oll, dre an antre estonapl eus ar Rad, herves rapport an autrou Cornic à Vントroulez. Mes na ellà qet nombri amâ an traou burzudus a veler er guær-se nac en Breiz : re em bez calz da scrifa.

Goechal, peb den nevez demezet, a voa obliget da zaillad er môr an dejz qenta ar bloas. Nac a intanvezet, ma n'o devije qet gouezet o goaset qèz neuzial!

G. Petra a veler a derrubl vardro enezenn Sizun?

R. Beg ar Raz; ne zeus netra muioc'h spontus eguet ar passach horrubl-se ; evelse, ar vartolodet gueiz, ous en tremen, na vanqont qet da lavaret :

Va Doue, va sicourit da basseal ar Ras,
Rac va lestr a so bian, hac ar môr a so bras.

Nep na zent qet ouc'h ar stor,
Ouc'h ar garrec a ra sur.

Biscoas den na dremenias ar Ras,
N'en devije aoun pe gloaz.

G. Petra a leverot eus ar guær gôs a Is?

R. Ar guær gaer-se a lavaret a voaer mêmes place lec'h e mât bremâ Douarnenez, herves Pieres Baud, hac an historianet all' ancien eus a Vreiz, hac a supposer beza bet submerjet vardro fin ar bêvaret canvet, da lavaret eo, bremâ e zeus ouspen 1500 vloas. Goelet a rîr c'hoas cos mogueriou, pa vez izel ar môr. — Lavaret a rîr :

Abaoue ma zeo beuzet ar guær a Is,

Ne zeus get cavet par da Baris.

G. *Petra a velet goechal a gurius e Qemper?*

R. Bep bloas, deiz gouel Santez Cecila, dà ziv heur goude lein, e pignet er gueridou a so aziouc'h an nôr dâl, e pelec'h e voa statu men ar roue Gralon var varc'h, etre daou dour ilis S. Caourintin. Eno e vije canet var vuzic. Epad-se, ur Serjant Poliç a bigne var taillard ar marc'h, ur voutailli, ur gobelet hac ur zerviet en e zorn; emân a gargue ur veren a vouïn, a bresante ȝnezi d'ar roue, a dorche e vuzellou d'ar prinç, hac e tau le ar veren var ar blacen. Ar bohl en foul a zaille evit e drapout, hac an hini en rente, hep na vije na faoutet na torret, en devije cant scoët evit e hoan. Goude se e vije lajet ur branq laure en dorn ar roue Gralon.

G. *Petra a leverot deus ar C'hroasic?*

R. Ar graguez hac ar merc'het yaouanq, guisquet
caer, hac ornet eus a bep seurt fleuriou, a rede var ur
garrec a voa var bord ar môr, hac eno, o daoulagad
savet varzu an ên, hac o divrac'h en ear, e canent, pa
velent al lapousset-môr :

Lapous, Lapous, Lapous,

Digas din va fried, ha din va amourous.

G. *Petra eo bividiguez ar Vretonet?*

R. Ar Vretonet a gar ar religion dreist pep tra, hac
ar brassa attachamant o deus evit ar Roue; meurbet e
zint hospitalyerien. Mes reproch a r  r da galz da garout
re o banne, ha da nonpas beza propr ao  alc'h. Ar pez a
eston calz a dud, e zeo g  elet peguen dies e zoar azezet
diouc'h taul, evel pa vez dies caout ur banq qempenn
evit beza en hueldet hac en distan   convenabl, ar pez a
bermetfe lezel ar scudel var an d  ul, e lec'h e delc'hel
etre an daouarn. Ar routin a ra calz a c'haou, rac na
c'hoantaer qet planta goez Avalou, rac aoun da veza
laeret, hep sonjal penos, amezeg an hini a blantfe goez

avalou , o velet en dese emâ calz a avantach , a deuse ive d'e dro da blanta e-unan ; hac au eil e ser eguile , o dese ar blijadur da gaout ur banne gist d'o repasiou , dreist oll da derri o sec'het epad al labouriou rust eus an eaust.

Ma sonchfet ervad er profit a vez tennet demeus ar gist , dreist oll gant plant eon evel a laquer bremâ , en em am prestfet da blanta . Un deiz da zont , e vez o guelet hor brô , evel Guengamp ha Moëlan , eur vrô a gist , hep cessi da veza eur vrô a hed .

Clèvet a meus penos eur bêleg en devoa an habitud , bep pautr a vadeze , da angagi an tad da blanta ur blanten avalou , hac e sentet outân . Evelse ar barres-se a fournis hirio calz a gist . An tillach a vez gallet ives bezza ramplacet gant pleineh . Ur c'hustum fall eo ives eva varlec'h den , hep rînça ar picher pe ar scudel . An habitud da lezel a bep seurt loustoni vardo an ty ; qementse oll , herves rapport ur medecin habil , a so penncaus da galz a glénvejou danjerus . Neuze , elec'h guelvel ur medecin mad , ne rear , peurvia , nemet remejou commerezet , ha na glasquer ar medecin nemet re divezat avichou . Tleout a rafet ober granjou bras , evit dastum au hed , e cas a c'hiao , qeutoe'h eguet en lezel en dram . Nac a gollou a rear en defaut a se !

Qement a lavarer amâ ne dle choqi den , rac ne zeus bet nep intantion d'en ober : control a se eo .

Mes , caout a ra din e zeo poent achui hor C'honferançou , rac aon , elec'h dont da amusi , e teufe da scuiza , ar pez na souhetân qet . Va dessign eo hepken jaqat tremen ur momentic a blijadur en ur len al levricmâ . Contant , ma el plijout . Evelse beza grêt .

FIN.

